

8 aout 1888



# GWERZ PERRINAN AR MIGNON

68

712

War eun ton trist.

17 strophes 13 syllabes

mil sept cent cinq et vingt quatre = 1729

Er bla mil seis kant pemp ha pevar war ugent,  
Er guer a Lannhuon ec'h erruas eun exempl (forte)  
Gant eur certain domestiques a oa o servichi  
Er guer a Lannhuon, enn eun hostiliri.

C'herruas daouvatoutier da c'houlen koaguia,  
Ar vates Perrinanik evit ho servicha ;  
Salokroas, eme an hostises, salokroas, ne n'e ket  
Seiz vla-so man em zi na deus ket servichet.

Pa voa et Perrinanik evit o diservichi,  
Kalon ann daou vatoutier iaouank a vrille diout-hi  
Pa deus o c'hoanio debret, hag ko skoden peet,  
Unan deus ann aotrone a neveus lavaret :

An noz zo teval ha du, al loar ne n'eo ket skler,  
Ar vates Perrinanik, hon c'honduo d'ar guer ;  
Ar vrek-man oa eur vrek vad, karguet a vadelez  
Alum gold n'eur letern, a ro nezan d'he matez.

Pa oant sortiet ac'hane, c'haru eur pennat deus ann t  
Unan deus ann aotrone a disroas out-hi :  
Perrinanik ar Mignon, ouzint-me be sentset,  
Lazan refet ho kolo, ho letern e kusfet.

Aotrone, emezi, m'ar gueo evit kavet ma henor,  
Ma zivisquet en noas, ma zolet barz er mor,  
Me meus eun heont belek o chom en Lannhuon,  
Ha ma kleose kement-se, a ranfe he galon.

Sur paouez matay douareg

Ha penos, aotrone, ho kondusen d'ar guer  
Ma me lazet ma golo ja kuzet ma letern skler...  
Perrinanik ar Mignon, ouzint-me be sentset  
D'ar guerik a Vontroulez guenimp-ni he teufet.

Ni memp neno eur werep o terc'hel hostiliri  
Ar c'hentan de ar guin gnellan a gueffet en he zi ;  
Bea zo guin ru, guin guen, guin guen ha guin skleret;  
Ar c'hentan deus guin Bourdel a ousset da gavet.

Oh ! salokroas, emezi, c'houlan ket o kuin guellan,  
En ti ma mest a zo ive ba pa garan he c'hesan :  
War chouk e c'hil, he bisach hint o he deus distroet  
Hen bordik ar rivier hint o deus-hi tollet.

Ar vreg-man oa eur vreg mad, karguet a vadeles, 'n Rastiger  
Voa chomet oer ar bale d'a c'hortos he mates :  
Pa zonas eunek heur anter, ann anter nos sonet,  
Ous kröec'h gant ar vinz menze e c'he bed pignet.  
Terrubl, attro ar Gommun, e kousket dizoursi,  
Ar vatez Perrinanik, ne n'eo er guer arri ;  
Pera ve din kaus, emezan, n'he gousken dizoursi,  
Me a meus eur breur belek ja oferinio witi.

Me e mcus eur breur belek o chom ebars en ker  
Hag a oferinio ewiti dirag auter ar Rozer  
Hag a oferinio ewiti dirag auter ar Rozer ;  
Malbe bolante Doue e retoano d'ar guer.

Diskin a eure ac'hane, manfred he oll vemprou,  
 Ho sevel d'ar Marc'hallac'h, ac'hane d'ar buto,  
 Ho sevel d'ar Marc'hallac'h, ac'hane d'ar buto,  
 En kichen Zantez Anna e châvas-hi mare.

Astro Doue, ma Doue, ha possabl e ve *vige*,  
 Ve ma matez Perrinanik a ve *vige* guisse-se ;  
 Piou enn deus da valtretet ha da rentet guisse-se ?  
 Er bed-man pe er bed-all e damanto he ine.

Mont a res ac'hane da di ar vatoutierrien,  
 Da glevet ar vuirione , vel ma oa pen-da-bed;

Bonjour e mei, aotrone, bonjour d'ec'h a laran  
 Ha ma matez Perrinanik, aboë 'n noz divezan ?

Ho mates Perrinanik, chi a voa et d'ar guer.  
 Souhetez defoa dimp ar bonsoir, ha laret ken-en-her,

Me ho ped, servicherien, pere frenk servichi,  
 Da bedi Doue u'ho kalon, hac ar Verc'hes Vari,  
 Da bedi Doue n'ho kalon, hac ar Verc'hes Vari,  
 Ann Itron Zantez Anna ha Zant Iann ar Vali ; -  
 Me ho suppli hostigen, hostizeset ive,  
 Na leket ho mitigen da gondui aotrone.

cette version fort supposée devrait comporter 25  
 vers de 12 syllabes l'ander, qu'elle en porte de 12, 13  
 et 14 vers. Voici la version de  
 Mr. Lézé Lom. II p. 166 (Propriété.)

712

Bl-a-vg mi-lid' ouel-pouph'a pa-va-no-uh-ue!

bar' n' ger' a tan-ha-uu ch'anneay au-ko-gelel' gau'

pauv'ly de-ac'le quig' a oo o son-nig'.

paouf'kej do-ues tif'kej' ge un ko-ke-le-ke'

chag'g' et go'or tan-ha-aa ge un ko-ke-le-ke'



713